

ADESTE FIDELES (e brezhoneg)

Document diffusé par www.kan-iliz.com (partition disponible aussi sur le même site)

Les paroles en breton se chantent exactement comme dans la version latine ou la version française « Peuple fidèle ».

<p>Da gêrig Betleem diredit, kristenien ; Diredit hep dale ; sellit laouen Roue an Elez Ganet gant ar Werc'hez.</p> <p>Diskan Deut holl, deut d'e adoriñ (bis) Ha da ginnig dezhañ mil meuleudi.</p> <p>Setu ar bastored o kuitaat o deñved ; Gant Elez davetañ int bet galvet. Davetañ ivez Redomp gant levez.</p> <p>Deomp eta ! Ni welo Mab an Tad eternal ; En em c'hraet eo 'vidomp den ha bugel. En e vailhuroù E welimp hon Aotrou.</p> <p>Pe'gwir eo evidomp ganet er baourentez, Holl dezhañ diskouezomp hor c'harantez. D'hor gwellañ mignon 'Rankomp reiñ hor c'halon.</p>	<p>Accourez, chrétiens, au village de Bethléem Accourez sans tarder, voyez avec joie Voyez le roi des Anges qui vient de naître. Né de la Vierge Marie.</p> <p>Venez tous l'adorer Et lui demander mille grâces</p> <p>Voici les bergers quittant leur troupeau Ils ont été appelés par les anges Avec eux, courons avec liesse</p> <p>Nous verrons le Fils du Père éternel Qui s'est fait pour nous homme et enfant Nous verrons un Dieu enfant enveloppé de langes.</p> <p>Puisqu'il est né dans la pauvreté pour nous, Montrons-lui tous notre amour A notre meilleur ami Ne manquons pas de donner notre coeur.</p>
---	---